

Keleier Kanomp Breizh

Niverenn 84 miz du 2018

kanompbreizh@wanadoo.fr 06 32 29 79 29 www.kanompbreizh.org

Kanerien ar Goëlo a gano e iliz Pliant, d'ar sul 18 a viz du, da 4e30 gm. Mont e-barzh digoust, pepini a roio pezh a c'hello. Kanet e vo tonioù Nedeleg asamblez gant ha laz-kanañ Les Balladins des Sept-Îles eus Perroz, d'ar sul 16 a viz kerzu da 4e e iliz Sant-Ke Porzh Olued. Mont e-barzh digoust, pepini a roio pezh a c'hello.

Ur sonadeg gant Mouezh Paotred Breizh a vo d'ar sul 18 a viz du da 5egm e iliz Sant-Per ha Sant-Pol e Kleder

Les Choralines-Korholen a vo e iliz Piriac d'ar 7 a viz kerzu da 8e30 noz evit ur sonadeg Nedeleg, asamblez gant al lazou-kanañ Arc en Ciel ha Mosaïque. Sonadeg ivez d'ar 14 a viz kerzu da 8e30 noz e iliz Herbignac

Lidet e vo 20^{vet} deiz ha bloazh La Clé des Chants asamblez gant laz-kanañ Anna Vreizh eus an Naoned, ha Kanerien Kergoz eus Ar Gelveneg d'ar 25 a viz du e iliz Plouzeniel, da 3e30gm.


Kanerien ar Goëlo en l'église de Pléguien le dimanche 18 novembre à 16h30. Entrée gratuite, libre participation. Et avec la chorale les Balladins des Sept-Îles, de Perros-Guirec pour un concert de Noël le dimanche 16 décembre à l'église de St-Quay-Portrieux à 16h. Entrée gratuite, libre participation.

Mouezh Paotred Breizh sera en concert le dimanche 18 novembre à 17 h en l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Cleder

La Clé des Chants célébrera ses 20 ans le dimanche 25 novembre à 15h30 en l'église de Ploudaniel avec le chœur Anna Vreizh de Nantes et Kanerien Kergoz du Guilvinec.

Les Choralines-Korholen chanteront le 7 décembre à 20h30 en l'Eglise de Piriac s/ mer pour un concert de Noël, avec les chorales Arc-en-Ciel et Mosaïque. Un concert est également prévu le 14 décembre à 20h30 en l'église d'Herbignac

Breizh a Gan 2018 e Kintin: program an abadenn • Breizh a Gan 2018 à Quintin: le programme du spectacle



Breizh a Gan 2018 a vo dalc'het d'ar sul 2 a viz kerzu e penniliz Kintin, da 3e gm.

War roll ar sonadeg e vo al lazou-kanañ : Kanomp ar Vro sant Brieg, renet gant Jean Oriac Kanerien ar Goëlo, renet gant Louise Izem Hag ar strollad Kampion Breizh 2018, Mouezh Paotred Breizh, renet gant Michel Balanant, Pierre Jollé ha Christophe Severe.

E eil lodenn ar sonadeg e vo krouet kanadenn An Aval hag ar c'haliz, gant Laz-kanañ Breizh, renet gant Jean-Marie Airault. Heuliet e vo al laz-kanañ gant : Denis Guillou (gitar bout), Sarah Coent (telenn), Jo Van Bouwel (fleüt), Gwenaël Riou (ograou), Ronan Pouliquen (bombard), Loïc Padellec (uileann-pipes).

Le Breizh a Gan 2018 se tiendra le dimanche 2 décembre en la basilique de Quintin, à 15h.

Au programme de ce concert, les chorales : Kanomp ar Vro sant Brieg, dirigée par Jean Oriac, Kanerien ar Goëlo, dirigée par Louise Izem et le groupe Champion de Bretagne 2018, Mouezh Paotred Breizh, dirigée par Michel Balanant, Pierre Jollé et Christophe Severe.

En deuxième partie du concert sera créée la cantate An Aval hag ar c'haliz par l'Ensemble choral de Bretagne, sous la direction de Jean-Marie Airault. Le chœur sera accompagné par Denis Guillou (basse), Sarah Coent (harpe), Jo Van Bouwel (flûte), Gwenaël Riou (orgue), Ronan Pouliquen (bombarde), Loïc Padellec (uileann-pipes).

Breizh a Gan : Rakprenañ plasoù • Réservations

Mirit ho plasoù o prenañ bilhiji en araog dre G/Kanomp Breizh : 12€ (e lec'h 14€ war ar plas, o vont e-barzh ar sonadeg). Kasit ur chekenn e añv Kanomp Breizh da YB Thomin, 20 bali ar Rozbresk 29800 Landerne. Mod all, gallout ar rit prenañ ar bilhiji e Ofis an Touristezh St Brieg ha Kintin, hag ivez war www.dispobillet.com

Réservez vos places en achetant vos billets à l'avance via Kanomp Breizh, au tarif de 12€ (au lieu de 14€ sur place à l'entrée du concert). Envoyez votre chèque à l'ordre de Kanomp Breizh cz/ JP Thomin, 20 allée des Camélias 29800 Landerneau. Points de vente à l'Office du Tourisme de St Brieuc et de Quintin. Et sur Internet: www.dispobillet.com

Breizh a Gan : ar pred • Le repas

Goude ar sonadeg, profet e vo ur pred d'ar ganerien ha sonerien. Ma fell deoc'h chom da zrebiñ asamblez gant an arourien, prenit ho tiket pred asamblez gant ho plas d'ar sonadeg. **12€ eo ar pred, gant an evajoù hag an digor-kalon.**

War roll ar pred e vo : Klujar-Indez gant avaloù pech, krign avaloù-douar mod Sarlat hag pennoù asperjenn; saladenn mesket gant kraonenn; fourmaj laezh; kafe lipouz gant gwastell blot chokolad/ fars dous/ verennad panna cotta/ saladenn frouezh gant bent/ berig ananas gant vanillez. Mirit ho pred dre Kanomp Breizh.

Après le concert un repas sera offert à tous les chanteurs et musiciens. Si vous souhaitez diner avec les artistes à la salle des fêtes de Quintin, achetez votre ticket repas en même temps que votre place au spectacle. **12€ le repas, boissons et vin d'honneur compris.**

Au menu : Suprême de pintade à la pêche avec gratin de pomme de terre sarladais et poêlée gourmande aux pointes d'asperges; Mesclun de salades aux noix, fromages; Café gourmand comprenant Fondant chocolat/ Far Breton/Verrine Panna Cotta /Brunoise de fruits à la menthe/Brochette d'ananas à la vanille. Réservez via Kanomp Breizh.